

# CONCOURS DE " MON VIN "

Paroles du barde Charles ROLLAND, Lauréat du Concours  
(1<sup>er</sup> prix ex-æquo sur 2.117 concurrents)

## MON VIN

Musique de M. MIROUX

Le barde Ch. ROLLAND

*Refrain - 8. allegretto*

amis chan - tons à la ronde En l'honneur du jus divin,  
le meilleur qui soit au monde Et qui s'appel - le "Mon Vin"

*1<sup>er</sup> couplet*

Vive le jus de la vigne ! qui nous donne un bon pinard  
Et nous fait l'honneur insigne De savourer du Nectar ! 8.

*Pour finir :*

Au cri de "Vive mon Vin !"



1  
Vive le jus de la vigne !  
Qui nous donne un bon pinard  
Et nous fait l'honneur insigne  
De savourer du Nectar !

### REFRAIN

Amis, chantons à la ronde  
En l'honneur du jus divin,  
Le meilleur qui soit au monde  
Et qui s'appelle « MON VIN ».

2  
Brillant ainsi qu'une étoile  
Qui se lève à l'horizon,  
« MON VIN » d'Oran se dévoile  
Captant nos cœurs pour de bon ;

3  
Ce « MON VIN », grâce au cépage  
Que lui lèguent nos grands crus,  
Aura toujours l'avantage  
De primer par ses vertus.

4  
Car « MON VIN », marque impeccable,  
D'un goût fin, délicieux,  
Est déjà sur chaque table  
Comme un don très précieux !

5  
Si « MON VIN » dans la pratique  
Triomphe et plaît à chacun,  
C'est qu'il est hors de critique  
Par son bouquet, son parfum !

6  
Trinquons partout à la gloire  
De ce nouveau vin français,  
Le plus digne et méritoire,  
Que nul ne goûta jamais !

7  
Puis « MON VIN », trésor suprême,  
Peut se boire à tout instant ;  
Du vieillard, de l'enfant même,  
C'est le parfait stimulant ;

8  
Au travail, en toute affaire,  
« MON VIN » soutient notre effort ;  
C'est la boisson salubre  
Du faible jusqu'au plus fort.

9  
Par ses qualités toniques,  
« MON VIN », riche et généreux,  
Le plus sain des authentiques,  
Nous charme et comble nos vœux ;

10  
Jeunes gens, le cœur en fête,  
Lui font honneur tour à tour ;  
Sachant que « MON VIN » complète  
Leurs plus beaux rêves d'amour !

11  
Toujours chaud, « MON VIN » rayonne,  
Par son arôme enchanteur,  
Sur le monde auquel il donne  
Tant de force et tant d'ardeur !

12  
Chantons la liqueur vermeille,  
« MON VIN » de prospérité,  
Dont la vertu sans pareille  
Rajeunit l'Humanité !

### REFRAIN FINAL

Puis en chœur dansons la ronde  
En l'honneur du jus divin !  
Qui fera le tour du Monde,  
Au cri de « VIVE MON VIN » !



# MA GWIN

## Tou « Ar Pillaouer »

### RANN KENTA

1

Aboue pell-zo, ma c'henvrôiz,  
Neuz met gwin fall er vro-man ; (biz)  
Deud 'so deomp unan mad iskiz,  
Ve gret « MA GWIN » anezan :

#### Diskan :

Foei d'ar gwin neuz ket a zannve !  
Diwar b'hini 'vaer klanv fall ?  
Evomp holl deuz « MA GWIN » neve  
A lak hor c'hreiz da dridal !

2

« MA GWIN » a zo deuz ar gwella  
Oufur biken da gavet ; (biz)  
Kement den a deu d'en tanva  
A ve gantan gonezet !

3

Barz « MA GWIN » neuz met dour-raezin  
Ar c'haera 'zo war ar bed ! (biz)  
Labouret gant tud a ijin.  
Ar seurt m'eump en Franz bepred.

4

« MA GWIN » 'zo ned a veskaillo,  
Hag a zoug blaz-vad kenan, (biz)  
Kristen ebed n'am dislaro,  
Pa neuz tam si bed ennan.

5

« MA GWIN » a zo ken talvouduz  
Ma neuz tapet prim al lanz (biz)  
Dreist an holl gwineyer noazuz,  
El lec'h all koulz hag en Franz.

6

Dija « MA GWIN » 'zo ken brudet  
Ma fell d'an holl kaout outan ; (biz)  
Beteg dreist ar m'or 've kaset  
Er penn pella d'ar bed-man !

7

Gwelit « MA GWIN » 'zo burzuduz  
Pa zalc'h kerz-ar-bed 'n'he zà, (biz)  
O laket an dud évuruz  
En pep bro dre lec'h ma c'ha !

8

Ouspenn, « MA GWIN », eur gwir denzor,  
Na yêlo biken da goll ; (biz)  
Pa ra d'ar Franz ken braz enor,  
Ha ken prizet er Bed-Holl !

9

Seurt d' « AM GWIN » da veza dispar  
Na neuz ket dindan an Env ? (biz)  
Gantan, Breiziz war an Douar  
Vo bepred kalet ha krenv !

10

Dorn euz dorn, paotret ha merc'het.  
Kanomp ha dansomp tro-zro, (biz)  
Ma vo c'hoaz douget ha meulet  
« MA GWIN » ebarz en peb bro !

### EIL RANN

11

Biken na losko Breiz-Izel  
He lôd da vont da bell-bro ; (biz)  
Goulennomp stard a vouez uhel  
Deuz « MA GWIN » bep tro, bep tro ?

#### D'an diskan :

Foei, foei, foei ! d'ar gwin heb dannve,

12

Kredabl an holl varc'hadourien  
Vo red d'ê plega d'hor c'hoant ? (biz)  
Ha 'vel-se ni m'omp da viken  
Deuz « MA GWIN » wit hon arc'hant.

13

« MA GWIN » 'lak hor goad da virvi,  
Any-gouan, da bep seurt noad, (biz)  
Hag a ro nerz d'hom izily  
Da chom lech penn-kil-ha-troad !

14

Da bep koulz êo mad da gemer,  
Deuz taol, araog pe goude ; (biz)  
Rag gant « MA GWIN » en pep amzer  
A vaer yac'h korff hag ene !

15

« MA GWIN » a dor poan hag anken ;  
Ha mann-all ne laka stad (biz)  
En kalon al labourerien  
Evel eur banne gwin mad !

16

Gant « MA GWIN » ar baotred faro  
Ve kalz lemmoc'h ho lagad ! (biz)  
Muioc'h tentuz ar merc'hejo,  
Ma teuont de n'em dostad.

17

Beteg en hom flijaduriou,  
Dreist holl pa vaer o tansal, (biz)  
« MA GWIN » a dom hor c'halonou  
Ma c'haer en dro 'vel nijal !

18

Dre ze, tud yaouank, ken zeder,  
M'ar fell deoc'h derc'hel ho penn (biz)  
Deuz « MA GWIN » 'vo red d'eoche kemer  
Benn rei tro d'an abaden !

19

Memeuz, da rei mouez da gana  
Neuz ked en tû all d' « AM GWIN » ; (biz)  
Na da zerc'hel pell da gonta  
Taoliou-kaer deomp da c'hoarzin !

20

Tro d' « AM GWIN » ! paotred ha merc'het ?  
Kanomp stard, ha bezomp yê ; (biz)  
Hag e m'omp holl nerz ha yec'het  
Da chom green pad hom bûe !...

#### Da êchûi :

Ha duhont pa vefomp-êru  
Tal Zant Pêr da c'houll digor (biz)  
Gant eur banne deuz « MA GWIN » ru  
Vo digoret d'emp an nor :

#### Diskan :

Foei, foei, foei ! d'an holl gwineyer  
Diwar bere 'vaer klanv-fall ?  
Gant « MA GWIN » 'vaer bepred zeder,  
Aman koulz hag er bed all !